

Lakaat ur politikerezh publik evit ar brezhoneg da dalvezout em ziriad

*24 a viz Gwengolo 2021 e ti-kêr Henbont
Stummadur evit an dilennidi*

Emaoc'h e soñj da zigeriñ un hentad divyezhek en ho kumun pe da dalvoudekaat ar brezhoneg er vuhez foran ha c'hoant ho peus da c'houzout penaos ober ?

Kaset ho peus c'hoazh oberoù a-du gant ar brezhoneg da benn ha fellout a ra deoc'h mont pelloc'h ganti ? Ur gwir bolitikerezh yezh ho peus savet ha fellout a ra deoc'h en em gavout gant dilennidi all ha treuzkas an traoù nevez ho peus sevenet ?

Dre ar stummadur-mañ e c'hellloc'h kompren dalc'hoù ur politikerezh publik evit ar yezh, dizoleiñ an hentennoù kensevel, seveniñ ur programm oberoù hollek hag astenn ho rouedad gant ar strollegezhioù all.

Deuit !

Prezegennerien : Ofis Publik ar Brezhoneg ha dilennidi

Mintinvezh

9e15 : Degemer

9e20 : Kinnig ar brezegennerien ha tro an daol

9e30 : Kinnig Ofis Publik ar Brezhoneg

9e50 : Stern ur politikerezh publik evit ar yezh

- Plegenn lezennel ha reolennel
- An emglevioù Stad-strollegezhioù tiriadel
- Gweledva ensavadurel ha kevredigezhel
- Eskemmoù gant ar berzhidi

10e20 : Totem : C'hoari stroll a genskozell gant ar strollegezhioù

11e00 : ehan

11e10 : Binvioù treuzkas ar yezh e par ar strollegezhioù

- Diorren ar c'helenn divyezhek : ar pezh a c'hell bezañ graet gant ur gumun
- Bugaligoù ha troskol : tachennoù nevez war zivyezhekaat
- Talvoudekaat ar barregezhioù yezh en tuta hag er steuñvioù stummañ dibaouez
- Eskemmoù gant ar berzhidi

12e10-1e30 : Ehan merenn

Endervezh

1e30 : Atalier-perzhiañ

Skouerioù :

- Staliañ ur panellerezh divyezhek uhelek er vuhez foran
- Frammañ un hentad divyezhek eus ar skol-vamm betek al lise war e dakad
- Krouiñ ul lusk hollek gant ar c'hevredigezhioù

2e30 : ehan

2e40 : Ostilhoù ur politikerezh yezh mat

- Ar garta Ya d'ar brezhoneg
- Frammañ an dileuriadurioù politikel hag ar servijoù
- Standardoù ur panellerezh a-zoare,
- Sevel ur programm oberoù ha kenlabourioù : Testenioù Kemperle Kumuniezh ha kêr Henbont
- Eskemmoù gant ar berzhidi

4e30 : bilañs ar prezegennoù hag eskemmoù

Bulletin d'inscription à retourner complété par mail à a.gaborel@aric.asso.fr, avant le 31 août 2021. (A traduire en breton)